

Mangoer ar son

N'eus ket c'hoazh gwerso e oan bet lakaet da selaou doc'h ar sonenn Kashmir, get Plant ha Page. Ha me da selaou kalzik doc'h o strollad kent, Led Zeppelin, goude. Ur son hag a gas soñj ag ur prantad hag a oa é achu pa oa bet ma divskouarn é tigor. Ul lusk, un ampartiz, un nerzh. Treuzet get livioù blues mod Jimi Hendrix, hag a vo bihanoc'h anezhe e pladennoù diwezhañ Led Zep.

O zeirvet pladenn ma lak da soñjal (gwir pe gaou) er Flower power, skeudennoù hippied... mes duoc'h eo ar wirionez : beajoù pell get ur c'harr-nij dezhe, tredan implijet a-fulh, c'hoantoù dijaoj... ar rock mod ar blezioù-se n'en doa ket kalz a dra da welet get an doujañs doc'h ar blanedenn. Tud o doa graet ar memes tra en o raock, tud arall àr o lerc'h a-dra-sur, er-maez ag ar rock ha-razh, mes arouez ar spered-se int bet un herradig.

Setu tapet vil Yann-selaouer : ar strolladoù a gas lañs dezhañ en e vuhez hiniv-an-deiz, a zo ivez strolladoù hag o deus lies-mat, droug-ha-fach geneomp, ur pouez bras, ha noazus, àr an endro. Boom ar sonerezh a zo bet éc'h ambrougiñ ar c'hresk ekonomikel divent, dizalbadour ha dibalamour. C'hoarioù video. Redadegoù. Roufl àr houlennoù ur son kreñv. Al labourer é tistruj kleuzioù pe forestoù, selaouelloù en e zivskouarn. Ar sonerezh lakaet plaen er stalioù evit ma preno an dud. Ar bruderezh en tele. Aes e vez deomp klemm pa vez sonerezh hag a zisplij deomp, mes daoust ha diwall a rahemp kement, pa vehe sonerezh doc'h hon tres a vehe skignet ?

Savomp sonerezh, hon-unan, get hon istorioù ; dalc'homp da selaou sonerezh hag a dorr pe hag a grou liammoù, hag a zesk deomp ar frankiz, ha traoù arall ivez ; ne vern pesort sonerezh, pesort binvioù, get ma vez dizalc'h ar son : n'asantomp ket e vehe implijet ar sonerezh evit gwerzhiñ traoù pe soñjoù n'hor bez ket afer anezhe ; ne lakaomp ket ur vangoeriad sonerezh etrezomp-ni hag ar bed, hag an natur ; selaouomp sonioù ar bed tro-dro, an didrouz en o mesk.